WIKIPEDIA

Ngaleg

Ur yezh sepikek-ramouek eus isskourr ar yezhoù ndouek eo an **ngaleg** (*ngala*, *kara*, *sogap* pe *swagup*) komzet gant tro-dro da 178 den (2003) e Papoua-Ginea Nevez.

Gwelet ivez

- Yezhoù sepikek-ramouek
- Yezhoù sepikek ar c'hreiz

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngaleg&oldid=404069 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 2 Du 2008, da 11:40.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.